

Dornskridoù Milin: Kanaouennou

10. KELENNADUR AR ROUE SANT SALOMON

Selaouet gant eur spount gwirion
 kelen ° ar roue Salomon. ° a-us : vad
 Skrivet hen doun enn ho spered
 ha biken ne rafed pec'hed.
 red eo mervel evel eun tenn
 Mont dirag ar barner souveren.
 goude'r maro eur varn spountus:
 mont d'ar c'hloar pe dan tan paduz.
 Ar pez zo koz ma ren er bed
 e-touez pep seurt tud ar pec'hed
 eo a boan e kaver unan
 a zonch enn he fin divezan.
 Rak ar c'horf hervez he natur
 ne glask nemet he blijadur
 ha koulskoude ember heb mar
 ez ai da vreina enn douar.
 ar c'horf a zo enn pep fesoun
 /ken/ pitouil ha kuv vel tud mignoun
 goude beza bet re vaget
 e vo /ivez/ ° boued dar prenved. ° a-us: d'he dro
 ar bed man a zo ken treitour
 evel eur bluen war ann dour
 ann nep en em fio enhan
 a vo hep mar faziet ganthan.
 Laret a ra e roi hir vuhez
 dar re a zo war bord ho bez,
 ha d'ar re iac'h ne glanfont ket
 ha d'ar re glanv distrei e iec'hed.
 na laket ket ho kalounou
 er bed man da zestum madou
 rak madou, pa vent destumet
 ne dint netra nemed moged.
 /Rak/ goude /kemend/ m'ho po en em lazet
 evit dont pinvidik meurbed
 petra ho po evit ho poan
 pa /zortif/ z eot° diwar ar bed man: ° W: eoc'h
 eur goz linsel pevar blanken
 eunn dorchen blouz dindan ho penn
 setu eno ho tigwez den
 evit ho madou n'ho po ken.
 Na fiet ket enn ho iec'hed

- 36 -

e iaouankiz nag e gened
 ar maro /zo/ krenv /hag/ da ziskar
 ar re nerzusa d'ann douar
 ne /deuz/ ° brasder galloud ebet ° a-us: hell
 madou na noblans na gened
 /helfe/ tec'het lezen ° ar maro ° a-us: griz
 ho falc'hat a rei pa garo.
 Sonjit eo arru ar maro
 ma e kichen ho seulio.
 ha ne hellit ket dale pell :
 en em renkit evit meravel.
 goude ma viot-hu 'ta marvet
 ho kerent, ho mignouned
 ho kaso holl da doull ho pe
 eno ho lesfont goude ze.
 /el leac'h se eo/ ° e finvezo ° a-us : eno iveau
 ho sked, ho joa ho pombanso
 eno n'ho po mignoun ebet
 nemed tign, kountroun ha prenved.
 sonjit eta /ervad/ ° enn traou ze ° a-us : mad
 epad m'emoc'h c'hoaz e bue,
 ha pa zai ho korf d'ann douar
 hoc'h ene a nijo d'ar c'hloar.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(Keñveriañ e Levr Kantiko reizet gant an otro F. Guill-
louzic, Zant-Brieg, ar werz-mañ dindan an talbenn: Ar
 maro, hag o kregiñ gant ar c'homzoù : Chilaouet gant spont
 hag eston. N'em eus nemet an eil mouladur eus 1900. N'eus
 forzh penaos e seblant an destenn gozh bezañ bet adreizhet
 kalz, evel er mouladurioù eus Kantikou Eskopti St Brieg
 deuet war lerc'h hemañ. Yeun ar Gow avat, en e levr : Ar
Grasou pe ar Pedennou evit ar re varo, Ar vuvez Kristen,
Rosko, 1945, p.88, a seblant bezañ chomet fealoc'h d'ar
c'homzoù bet klevet gantañ.)